

Ar Ma(r)c'hadour Rouan

eur ma(r)c'hadour iaouank e tistrei deus a naonet
en devez goulennet en an Doue beza lojet

hostis ag hostizez en an doue laret din
a c'houi e pe peadra evid rei da goagni.

— ia ia ma(r)c'hadour diskenit deud en ti
e vo laked o marc'h duman er merchossi.

— Margodig matezik savid prompt deus an ec'h
Da ober e velle na d'ar marhadour kez (1)

ar vatezig vian dre ma re ar goële
ar marc'hadour iaouank nag outi a drible

Pawouezit marc'hadour komportit o ligne
a ben an anter nos e kollod o buhe

e man ar c'hleze en noas dindan pen ar goele
n'en deo ket sec'het c'hoas goude laza e gile.

— Margodig matezik prezerv din va buhe
a me er kreio mestrez var pemp kant sloet leve.

en an' Doue lirit(2) din
a c'houi ve engajet gant plac'h iaouak e bed.

— ia, ia margodig matezik nac'h ouzit ne allan ket
Diziou voa teir sizun a boë mon eureujet.

mê a meus tri breur all e servich ar Roue
o pezo margodig ar choas an neze.

Diviskit o poutou baleit var o lerou
e man o marc'h e mez hag o pistolenou
mes o harc'hant a zo dindan an alchoëchou.

Dre ma kane ar c'hog a ma wac'he ar vran
e ie ar marc'hadour var treuzek a rouan
ha en kasset gantan ar vatezik vian.

Janneton Puil, 16, Juin 1851.

(1) Peut-être faut-il lire : ker ?

(2) Peut-être faut-il lire : larit ?

*Par suite d'intervention de feuillets, la fin se trouve au f. numéroté 239,
après la « gwerz » Sant Julian (f. 236-238).*